



Gerioù ar vuhez

LOSTGER -IEN 1

Lostger -IEN : suffixe -IEN

On retrouve ce pluriel pour les noms de personnes ♂ (métiers, activités).

Ils vont subir une mutation adoucissante derrière un article comme tous les noms de personnes ♂ qui ne se terminent pas en -où (quand ils commencent par : k, t, p, g, gw, d, b, m)

K / G

Kanañ, chanter
Kaner, chanteur
Kanerien, des chanteurs
Ar ganerien, les chanteurs

Kemenerien, ar gemenerien, les tailleurs

Klaskerien, ar glaskerien, les chercheurs
Klaskerien-vara, (chercheurs de pain), des mendiants

Krouerien, ar grouerien, les créateurs

T / D

Toerien, an doerien, les couvreurs

Talabarderien, an dalabarderien, les sonneurs de bombarde


Telennerien, an delennerien, les harpistes

M / V

Milinerien, ar vilinerien, les meuniers

GW / W

Gwiaderien, ar wiaderien, les tisserands



P / B

Pesketerien, ar besketerien, les pêcheurs

Paourien, ar baourien, les pauvres
Ar re baour, les pauvres

Piferien, ar biferien, les flûtistes

Politikourien, ar bolitikourien, les politiciens

G / C'H

Galouperien, ar c'halouperien, les coureurs

Glaouerien, ar c'hlaouerien, les charbonniers

B / V

Beleien, ar veleien, les prêtres

Butunerien, ar vutunerien, les fumeurs

Brezhonegerien, ar vrezhonegerien, les bretonnants



Cofinancé par
UNION EUROPÉENNE
UNANIEZH EUROPA



L'Europe s'engage
en Bretagne / Avec le Fonds européens
de développement régional



Gerioù ar vuhez

LOSTGER -IEN 2

Lostger -IEN : suffixe -IEN

On retrouve ce pluriel pour les noms de personnes ♂ (métiers, activités).

Certains de ces pluriels ne muteront pas car ils commencent par une voyelle ou par une lettre non concernée par la mutation adoucissante.

A

Archerien, an archerien, les gendarmes

Aozerien, an aozerien, les organisateurs

CH

Chaseourien, ar chaseourien, les chasseurs

S

Selaouerien, ar selaouerien, les auditeurs

L

Lennerien, al lennerien, les lecteurs

Labourerien, al labourerien, les travailleurs

Lonkerien, al lonkerien, les ivrognes

O

Ouvrierien, an ouvrierien, les ouvriers

Oadourien, an oadourien, les adultes

D

Dañserien, an dañserien, les danseurs

Debrerien, an debrerien, les mangeurs

E

Everien, an everien, les buveurs

F

Falc'herien, ar falc'herien, les faucheurs

H

Hoperien, an hoperien, les crieurs ou les hiboux (hoperien-noz)

Houarner, an houarnerien, les ferronniers

Rederien, ar rederien, les coureurs

Sonerien, ar sonerien, les sonneurs, les musiciens

Saverien-tier, ar saverien-tier, les architectes

Vakañserien, ar vakañserien, les vacanciers

Yezhourien, ar yezhourien, les linguistes

Cofinancé par
UNION EUROPÉENNE
UNANIEZH EUROPA



L'Europe s'engage
en Bretagne



Avec le Fonds européens
de développement régional